

Santes Barba. -

~~200.~~
210.

Ar Roue Kesat a Vongour
 int' filius Horns pa armei. -
 - Demad ha you koll ez tinmay,
 Ho meri'h Barba, pelec'h emaz? -
 - 'Man d'ur' r' gambre-wenn; n' penn am t'eg
 Roue Kesat, a da ver' hi.
 Ut Roue Kesat a lare,
 Craoz gant ar Vinz pa ziskenn: -
 - No' am biges ut ver' h' Kes gend,
 Me rage d'ez-hi bez' d'imit (bi
 Jeviga Roue am id'ed. -
 Filius Horns a lare
 - He ver' h' Barba, in der oei. -
 - Ma meri'h Barba, mar am charad,
 Ut Roue Kesat a goumerpet. -
 - Sal' ho Kraoz ma zad, ma tinn ket,
 Roue Kesat na den a bed,
 Me'm euz da man grometes (bi
 Hag han deuz' Krouet ar bed.
 - Ma d' h' euz da Doue grometes,
 Int' tout Neuz d'ach a vo zavet,
 - No zavet d'ach int' tout whel,
 Ved laket en-han da Verwill.

Sai S Drien - le m'p' que j'ai dit Derien -
 no. 5. niche

211.

Ma du verwill gant ar zec'h
 du Verinan, ed, fact a voed / bi -
 - Ma, gred ta, ma zad, ma Karad,
 un artisan d'houkenn
 sur Santes Barbaru der ou -
 - Barba, Barba, petra vo gred,
 Ho tout-neur' rok' vo zard?
 - Pa veed' e' h' ober ma zout-neur,
 kaset tri fremista d'at e' h' ober / bi
 Ma velim sant Driem a e' h' am
 Ma velim sant Driem de at yardoz,
 ? e' h' ober tro ar prosession.
 Santes Barba a lavar
 e' h' i fazik e' h' an, un der de -
 - Pazik, pazik, ma faz-e' h' an,
 Le zo dilizant ha luban,
 Kerez e' h' on du zant Driem,
 Ha la d' e' h' an dond ama / bi
 Ma e' h' on badeiz Barba.
 - a ma vo badeiz ma koul ha e' h' an
 Ray a-rok d'ach sur a Vannim -
 En sant Driem pi'co armet,
 sur ar balustras eo duoulined / bi
 e' h' an sant Driem, meur goulenet?
 - Lard' zo d'ach dond duman

Hay enid badei Barba,
 Me'ro badei ive Koule ha hi,
 Bay ar rok der-hi a Varrim. -
 Et d'ar gic ha laret der-hi
 Ch'arvus b'lex d'hi badei
 Ha Kabusim d'hi absolvi -
 ut Varrim'zo didalet
 Ha gant tacho ez eo broadet;
 Barba, Moaz'zo divisket bis
 Bars at Varrim eo lakat bis
 Dre union keat ez eo millet. -
 euz at Varrim ja'z eo tennet,
 Duz santes Barba deus goullet. -
 Devint d'ach pe chui a goro,
 Pe euz lost at March a dreino. -
 Duz lost at March ez eo stayet,
 Ha d'hi zout-nevez'eo treinet.
 An hi zout-nevez p'eo armet,
 ut bann d'out deus goulennet bis -
 Ha bann der-hi na deus roit,
 ut pinsim eno eo lakat,
 He biz enhan a deuz lakat,
 ut Nomu d'out enhan'zo zaves bis
 Du dori da Barba hi zeiked. -
 ut Mercher Vari i'houenne
 euz santes Barba, un dez de i -

218
 Barba, em-z-hi, mat Kared, Kared
 Chui' vero Mestres wat at merched
 Gue wat at Churuno, mat Kared
 Gwericher Vari, mat permetet,
 Miret erdoich at merched
 all re-ke he denz jenne Kaled,
 me' vo Mestres wat at Churuno,
 ghand ma gwaleun n'he chouda
 i' Nep ungedo, n'he z'Kouro

No ar'haunt Fulup. De Bluzun
 novembre 1868.

Ar Monalche's

Aramp en pench wat at glazur d'andou d'a vilinn Rudons
 ut Mousio don en al lapours tre wat do am repisso.
 K'hanouy gant at vouer deliberet at charno en on unget neve
 eno ma imaginatio, a oa flexibel ha ma dispo
 Me gred a oa p'neben hay d'pelloy am lusketad n' at chavel roz
 d'rodige gant d'herdes d'am gred ha n'ez wid g'alloz rime
 Hanouy am al'houedat gant he veg miquo, he diaz askell
 dich ha da gant charno ma chanto, betey bolz at firmant
 D'lam-dostig zo at unclenn o' conenni gant andou. Hleze
 Hay a stink wat at boudon tudenn gant hat da end'aveat
 er in da go. So - So.
 un tam d'at
 Hay a stink wat